

## Ha sevenadur Breizh

Brest, ul lec'h a bouez evit sevenadur Breizh. Ur mare zo bet e veze sellet ouzh Brest evel ur gêr c'hallek e-kreiz Bro-Leon vrezhonek, bremañ avat n'eus ket eus an troc'h-se ken pa'z eo deuet Brest da vezañ ur greizenn krouiñ ha skignañ war dachenn sevenadur Breizh.



Ce site utilise des cookies pour favoriser votre navigation et enrichir les contenus qui vous sont proposés. Vous pouvez néanmoins les désactiver à tout moment si vous le souhaitez.

Mentions légales

✓ OK, tout accepter

Personnaliser





Er penn a-raok evit ar spered nevez-se emañ Kreizenn an enklaskoù breizhek ha keltiek eus Skol-veur Breizh-Izel, enni klaskerien ha kelennerien hag a bled gant ar pezh a sell ouzh sevenadurioù ar broioù keltiek. Studiet ha kelennet e vez an istor, al lennegezhioù dre gomz ha dre skrid, an dudoniezh, e Brest, e-barzh al labourva liesdiskiblezh-se en dez liammoù startoc'h gant Skol-veur Breizh-Uhel eus Roazhon abaoe deroù an XXvet kantved, abalamour da gaout muioc'h a bouez e Bro-Frañs. Diskouez a ra ar c'hendivizoù, ar bodadoù studi hag an embannadurioù ez eus bet tapet brud vat gant KEBK ha darempredet stank e vez he levraoueg gant ar glaskerien hag ar studieren e-barzh Skol-veur Victor-Segalenn. An anv-se eo hini un den ganet e Brest, skrivagner-beajour anezhañ hag a ziskouezas dre e skridoù e garantez entanet ouzh douar Breizh.

E-barzh kornad Brest e kaver ivez ar muiañ a dud hag a zo o teskiñ brezhoneg e-touez an oadourien. Kroget e vez gant kelenn ar brezhoneg adalek ar skol ivez. Ur skol Div Yezh (ur skol divyezhek ma vez kelennet an danvezioù e brezhoneg hag e galleg) ha div skol Diwan (ma vez kelennet dre ar brezhoneg) zo e Brest. Heñvel eo an traoù e Plougastell-Daoulaz lec'h ma 'z eus kalz a skolidi o heuliañ ur gelennadurezh divyezhek adalek ar skol-vamm betek ar skolaj. Plougastell zo ivez unan eus ar c'humunioù e Penn-ar-Bed ma kaver kalz a vrezhonegerien. Roet e vez lañs d'ar brezhoneg gant ar strollegezhioù lec'hel ivez peogwir o doa sinet Ti-kêr Brest ha Brest Meurgêr ar Mor, e 2006, ar garta « Ya d'ar brezhoneg » abalamour da gas ar brezhoneg war-raok er vuhez pemdez.

## Dans cette rubrique

### Al lennadegoù foran e brezhoneg

Al lennadegoù foran e brezhoneg er rouedad levraouegoù ha mediaouegoù kêr eus Brest

---

### Ar garta Ya d'ar brezhoneg

Brest Meurgêr ha c'hwec'h kumun eus kumuniezh-kêr Brest (Brest, Gouenoù, Gwipavaz, Plougastell-Daoulaz, Plouzane hag ar Releg-Kerhuon) o deus sinet ar...

---

Dernière mise à jour le : **24 octobre 2018**

24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826

29238 BREST CEDEX 2

Tel. : 02 98 33 50 50

[www.brest.fr](http://www.brest.fr)

Accueil au guichet :

Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)

Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50

Lundi au Vendredi : 8h /18h

Samedi 8h30/12h30

**Hôtel de ville de Brest**

2, rue Frézier - CS 63834

29238 Brest cedex 2

Tel. : 02 98 00 80 80

[www.brest.fr](http://www.brest.fr)

Accueil téléphonique :

02 98 00 80 80

Lundi au Vendredi de 8h à 18h

Samedi de 8h30 à 12h30